

all dezhañ.

Hemañ a respontas : “ Mont a ran, Aotrou ! ” Met ne 'z eas ket. “ Pehini anezho en deus graet bolontez e dad ? ” Respont a rejont : “ An hini kentañ ! ” Jezuz a lavaras dezho :

“ *Ar publikaned hag ar serc'hezede a ya en ho raok e Rouantelezh Doue. Rak deuet eo Yann d'ho kavout, o heuliañ hent ar justis, ha n'hoc'h eus ket kredet ennañ. Ar publikaned hag ar serc'hezede avat o deus kredet ennañ ; ha c'hwi, goude bezañ gwelet anezhañ, n'oc'h ket deuet diwezhatoc'h da cheñch buhez evit krediñ ennañ* ”.



- Une parabole polémique : « *Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume* » : il y a évidemment un aspect polémique dans cette affirmation. Mais toute l'habileté de Jésus, dans cette parabole, aura été de placer ses auditeurs face à leur contradiction. Et le trait final le leur fait cruellement sentir : en donnant eux-mêmes la bonne réponse, la seule possible, ils se sont dénoncés eux-mêmes !

Voici donc les grands prêtres et les anciens acculés. Pourtant, eux qui connaissent les prophètes, et Ezéchiel, ils devraient savoir que Dieu veut la vie du pécheur et ne demande que sa conversion. Encore faudrait-il apprendre à ouvrir son cœur, mais changer son cœur, se convertir, ce n'est pas chose facile, surtout si l'on s'estime juste

Le SEMANIER

vigne.” Il répondit: “*je ne veux pas.*” Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla.

Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: “*Oui, Seigneur !*” et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? » Ils lui répondent: «*Le premier*”..

Jésus leur dit: «*Amen, je vous le déclare: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu* .

Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole



Setu aman arroud
al Lennadennoù
ar sul-mañ

Voici (en) citation
les Lectures
(de) ce dimanche-ci

26vet SUL AR BLOAZ
oferenn d'ar sadorn
27-28 eus ar viz gwengolo
27-28 septembre 2008

LENNADENN GENTAÑ

Ma teu d'ar pec'her distreiñ diwar an hent fall, e saveteo e vuhez.

Lennadenn eus levr ar profed Ezekiel
18, 25-28

Setu amañ komzoù Doue :

Me n'am eus ket a c'hoant e varvfe ar pec'her. Koulskoude, c'hwi a lavar :
N'eo ket just an doare a gemer an Aotrou da ren.

Daoust hag eo va doare din-me na vefe ket just, ha n'eo ket kentoc'h hoc'h-hini ?

Pa zeu an den just da zistreiñ diwar an hent mat, ha da ober an droug, ha mervel diwar an dra-se, en abeg d'e fallagriezho eo e varv.

Ha pa zeu ar pec'her da dreiñ kein d'e bec'hed, evit mirout ar pezh a zo mat ha just, e saveteo e vuhez.

En abeg m'en deus dibabet treiñ kein d'an holl bec'hedoù en doa graet, ne varvo ket : bevañ a ray ;

setu komzoù Doue hollec'halloudek.

1. Lecture du livre d'Ezéchiel

Ez 18,25-28

Dieu ne veut pas la mort du méchant et, si étrange que cela paraisse, il offre à tout homme la chance de refaire sa vie.

PAROLE du Seigneur tout-puissant: je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites:

«*La conduite du Seigneur est étrange*»

Écoutez donc, fils d'Israël: est-ce ma conduite qui est étrange ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ?

Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra.

Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.

Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra.

SALM

24, 4bc-5, 6-7, 8-9

Bezit soñj, Aotrou, eus ho karantez.

Diwar-benn ho hentoù, Aotrou, roit din deskamant,

Kentel diwar-benn ho kwenodennoù.

Va heñchit en ho kwirionez,

Va c'henteilh, c'hwi, va Doue Salver.

C'hwi hag a c'hortozan e-pad an deiz,

Bezit soñj eus ho trugarezioù, Aotrou,

Eus ho karantez hag a zo a-viskoazh.

Met dre garantez soñjit ennon, C'hwi hag a zo ken mat, Aotrou.

Mat ha just eo an Aotrou,

Rak-se e kelenn d'ar bec'herien an hent ;

Heñchañ 'ra an dud izel hervez ar justis,

Deskiñ a ra d'an dud izel o hent.

EIL LENNADENN

Lakait en ho kalonoù ar santimantoù a oa e Jezuz-Krist.

Lennadenn eus lizher sant Paol d'ar Filipiz 2, 1-11

Va breudeur, ma kaver eta kennerzh er C'hrist, frealzidigezh er garantez, unaniezh er Spered, hag ul lañs a garantez hag a drugarez, neuze, lakait barr va levez oc'h en em glevout kenez-trezoc'h, bezit un hevelep karantez, un hevelep kalon, klaskit an unaniezh. Na rit netra dre ur spered gwarizius, netra dre lorc'hentez, met, izel a galon, prizit ar re all gwelloc'h egedoc'h, pep hini o teurel kont, n'eo ket hepken

2

2. Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

Ph 2, 1-11

FRÈRES, s'il est vrai que dans le Christ on se reconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccu-

anezhañ e-unan, met ivez eus ar re all.

Bezit kenetrezo'h, evel ma vezer er C'hrist Jezuz :

añ hag a zo e stad doueel, n'en doa ket soñjet ez oa ur preizh da gregiñ ennañ, bezañ par da Zoue. Er c'hontrol eo, dilezet en deus ar stad-se, kemeret gantañ ar stad a sklav, deuet da dennañ d'an dud, ha diouzh e zoare anavezet evel un den. En em izelaet en deus, o tont da vezañ sentus betek mervel ha mervel war ur groaz.

Setu perak en deus Doue savet uhel anezhañ ha roet dezhañ an anv a zo dreist pep anv, evit ma plego pep glin da anv Jezuz, en neñvoù, war an douar ha dindan an douar, ma teuo pep teod da zisklêriañ ez eo Jezuz-Krist an Aotrou, evit gloar Doue an Tad.

ALLELUIA. ALLELUIA

S. 94, 8

Hiziv na galetait ket ho kalon, met selaouit mouezh an Aotrou. Alleluia.

Pennad eus an Aviel santel hervez sant Vazhev 21, 28-32

Jezuz a lavare d'ar Veleien-Vras, ha Pennoù-Bras ar bobl :

“Petra 'soñjit eus kement-mañ ?

Un den en doa daou vab. Aet da gavout ar c'hentañ, añ a lavaraz dezhañ :

“Va mab, kae da labourat em gwiniég”. Hemañ a lavaraz : “Ne fell ket din”. Met goude-se, savet keuz gantañ, ez eas. An tad a yeas da gavout egile hag e lavaraz kemend-



pé de lui-même, mais aussi des autres.

Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus :

[lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix.

C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: «*Jésus Christ est le Seigneur*», pour la gloire de Dieu le Père.]

3. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 21, 28-32

On ne peut se contenter de dire: oui, Seigneur; il faut faire la volonté du Père. Or, celle-ci peut nous être signifiée par des gens que nous estimons être loin de Dieu.

JÉSUS disait aux chefs des prêtres et aux anciens: “Que pensez-vous de ceci ?

Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit: “*Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma*

3